



Charte Derbys bretons Karta Derbioù breizhat

Vannes, jeudi 25 juillet 2019
Gwened, Yaou 25 a viz Gouere 2019

Coordonnateur / Kenurzhier :
brogozh@mel.bzh – 06 09 71 01 91



Charte pour la mise en place d'un protocole commun lors des derbys de football entre les équipes professionnelles de Brest, Guingamp, Lorient, Nantes et Rennes

Afin de renforcer l'animation et l'image des rencontres entre les clubs professionnels de football présents en Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, rencontres dénommées « derbys bretons », et afin de créer de véritables fêtes populaires aux couleurs de la Bretagne, les signataires de cette charte, réunis par le Conseil régional de Bretagne, s'engagent à organiser pour chacune de ces rencontres un protocole commun consistant en :

- présence sur la pelouse du stade concerné du plus grand drapeau breton du monde en partenariat avec l'association propriétaire, La Nuit des Étoiles ;
- attribution au club qui accueille de drapeaux bretons par le Conseil régional de Bretagne dans la proportion d'un drapeau pour 4 sièges ;
- présence d'un des bagadoù de la région du stade concerné en partenariat avec Sonerion, fédération des bagadoù ;
- interprétation du *Bro Gozh* sous une forme ou sous une autre avant le match en partenariat avec le Comité Bro Gozh avec présence des paroles sur les écrans et les feuilles de match ;
- le Réseau Produit en Bretagne fédérera ses 430 entreprises et 110 000 salariés autour des derbys bretons et fera découvrir le savoir-faire de nos entreprises locales ;
- possibilité pour les partenaires d'exposer dans les villages mis en place.

La coordination de ce protocole sera assurée par le Comité Bro Gozh en lien avec les différents partenaires.

Fait à Vannes, au Stade de la Rabine,
le jeudi 25 juillet 2019

Karta abalamour da lakaat ur protokol boutin war-sav da-geñver an derbioù mell-droad etre ar skipailhoù a vicher eus Brest, Gwengamp, an Oriant, Naoned ha Roazhon

Anv zo da lakaat muioc'h a virvilh er c'hrogadoù etre ar c'hluhoù mell-droad a vicher a zo en Aodoù-an-Arvor, e Penn-ar-Bed, en Il-ha-Gwilen, el Liger-Atlantel hag er Mor-Bihan, ha da ziskouez un skeudenn vravoc'h anezho. Ober a reer « derbioù breizhat » eus ar c'hrogadoù-se, ha dezho da vezañ gwir festoù pobl dindan livioù Breizh, sinerien ar garta-mañ, bodet gant Kuzul-rannvro Breizh, a ouestl aozañ evit pep hini eus ar c'hrogadoù-se ur protokol boutin, gant kement-mañ :

- lakaet e vo war dachenn stad ar c'hrogad banniel breizhat brasañ ar bed, asambles gant ar gevredigezh a zo perc'henn warnañ, Noz ar Stered ;
- roet e vo bannieloù breizhat d'ar c'hlub a zegemer an hini all gant Kuzul-rannvro Breizh : ur banniel evit 4 azezenn ;
- dont a ray unan eus bagadoù korn-bro ar stad, gant sikour Sonerion, kevread ar bagadoù ;
- kanet e vo ar Vro Gozh mod pe vod a-raok ar c'hrogad, gant sikour ar Poellgor Bro Gozh. Diskouezet e vo ar pozioù war ar skrammoù hag ar follennoù-krogad ;
- gallout a ray ar gevelerien diskouez traoù er c'hériadennoù a vo savet ;
- gant ar Rouedad Produet e Breizh e vo kevredet 430 embregerezh hag 110 000 goprad en-dro d'an derbyoù breizhek, hag e vo roet un tañva eus skiantprenet hon embregerezhioù lec'hel ;
- Kenurzhiet e vo ar protokol-mañ gant ar Poellgor Bro Gozh asambles gant ar gevelerien.

Graet e Gwened, e Stad ar Rabin, d'ar yaou 25 a viz Gouere



Loïc Chesnais-Girard,
président



Loïc Henaff,
président



Jacques-Yves Le Touze,
président



Jean Elegoet,
président



André Queffelec,
président



Frédéric Legrand,
vice-président



Fabrice Bocquet,
directeur général



Baptiste Huriez,
directeur marketing



Grégory Pelleau,
représentant le directeur



Didier Roudet
directeur général adjoint